



PRIZIOÙ 2014 : AR RE ZIBABET

Skrivit deomp :

France 3 Breizh : Catherine Ribault-Masson - 02 99 01 74 42 - catherine.ribault@francetv.fr

Roazhon d'ar 26 a viz Kerzu 2013

France 3 Breizh hag Ofis Publik ar Brezhoneg zo a-gevret da reiñ Prizioù dazont ar brezhoneg
D'ar **Gwener 24 a viz Genver da 7 eur** noz e sal an Triskell e Pont-'n-Abad.

Evit ar 17vet gwech e vo lakaet war wel birvidigezh ar vrezhonegerien war dachenn an embann, ar c'hleweled, ar sonerezh hag ivez war tachennoù ar vuhez publik ha kevredigezhel hag evel-just priz brezhoneger ar bloaz. Kinniget vo an abadenn gant **Goulwena an Henaff** ha **Yann-Herle Gourves**.

Al lid vo skignet war d'ar **Sul 26 a viz Genver da 11 eur** war France 3 Breizh.

Bep a briz a 1500 € a vo roet d'ar seizh loread meur gant Ofis Publik ar Brezhoneg en anv Kuzul Rannvro Breizh. Priziet e vint ivez gant un oberenn arzel diwar-zorn ar priajer **Guillaume Clermont** eus Plogastell-Sant-Jermen. Mont a ray gant an eil hag an trede eus pep rummad ur chekenn a 500 €.



a gleiz da zehou : **Tudi Kernallegenn, Mevena Guillouzic-Gouret, Yann Verney, Lorz Moal, Fulup Travers, Rozenn Tanniou** (ezvezant : **Maela Hily**).

Seizh den oberiant eus ar bed sevenadurel a ya d'ober ar juri ar bloaz-mañ. Bodet eo bet d'ar Sadorn 23 a viz Du e Pont-'n-Abad.

AR RE ZIBABET :

LEVRIOÙ A FALTAZI :

- **Yann Gerven** evit « *Traoù nevez* », ur strobard danevelloù eus ar c'hentañ troc'h. emb. Skol Vreizh.
- **Herve Gouedard** evit « *Paul Sérusier ul livour e breizh* », buhez faltaziet al livour. emb Al Liamm.
- **Erwan Hupel** evit « *Yudal* » a daolenn deomp bed kriz ha hoalus ur mestr-skol. emb. Al Liamm.

PLADENNOÙ KANET E BREZHONEG :

- **Gwennyn** evit « *Beo* ».
- **Dom Duff** evit « *Babel Pow-wow* ».
- **Rozenn Tallec-Yannick Noguét** evit « *Mouezh an diaoul* ».

GWELLAN OBERENN KLEWELED :

- **Lann Vraz** sevenet gant Soazig Danielou, ar c'hentañ film hir e brezhoneg a gont un istor karantez e bed ar saverien istr. Produet gant Kalanna, France 3 Breizh hag an teleoù lec'hel eus Breizh.
- **A-hed an Dour**, ur valeadenn war ribl kanol Naoned da Vrest gant Erik Kudenkauf, produet gant France 3 Breizh.
- **War an ton bras** gant Lionel Buannic, ar sonerezh klasel kinniget en ur mod skañv ha lañsus gant Claude Nadeau, kenbroduet gant Brezhoweb ha France 3 Breizh.

KEVREDIGEZHIOÙ :

- **Kleub Rugbi an Aberioù** e Lanniliz.
- **Ofis touristelezh ar c'hreiz-Breizh**.
- **Lise Diwan**, gwellañ lise Bro Frañs hervez ar Figaro.

AR BED EKONOMIKEL :

- **Conso Breizh** evit heñchañ an dud da brenañ produoù graet er vro.
- **Breizhit** : ur c'hoari nevez savet gant ar stal Jeux Bordier eus Sant-Malon.

FRAMMOÙ PUBLIK :

- **Kumum Kerrien** evit bezañ kaset da benn 15 obererezh war an divyezhegezh.
- **Leurenn Glenmor Karaez** a vrud hec'h abadennoù hag a zegemer an dud e brezhoneg.
- **Kevrenn geltiek Roazhon 2** evit e labour brudañ ar brezhoneg e Skol-veur Harvard (Stadoù Unanet).

BREZHONEGER AR BLOAZ :

- **Isabelle Le Nabat** evit he lec'hienn internet Webklas da sikour ar skolaerien vrezhonek.
- **Malo Bouéssel du Bourg** evit e labour war ar yezh er bed ekonomikel, kevredigezhel ha lennegel.
- **Soazig Danielou** evit bezañ kaset da benn ar c'hentañ film hir brezhonek gant ur skipailh teknel a-vicher a rae gant hor yezh.

